

Parrez Ker Anna

27^{et} Sul ordinal / 4 a viz Here 2020

Roit deomp hiriv hor bara pemdeziek,
Pardonit deomp hor pec'hedoù,
'vel ma pardonomp d'ar re o deus pec'hed doc'homp,
Ha n'hon laosket ket da gouezh en tantasion
Met hon diwallit doc'h an droug.

Ar beleg : Plijet genoc'h, Aotrou Doue,... ha distro hor Salver Jezuz-Krist :
R/ : Rak deoc'h-C'hwi, Aotrou Doue, emañ ar Rouantelezh hag ar gloar a-holl-viskoazh da virviken. Amen.

Lid ar peoc'h :

Ar beleg : Salver Jezuz-Krist... a-holl-viskoazh da virviken.
Peoc'h hor Salver a vo bepred genoc'h. **R/ : Ha get ho spered !**

Oan Doue :

Oan Doue a lamm pec'hedoù ar bed : ho peet truez doc'homp ! (bis)
Roit deomp ar peoc'h !

Kent ar gomunion :

Ar beleg : Eürus ar re a zo galvet da bred santel an Oan.
Setu Oan Doue, an hini a lamm pec'hed ar bed :
**R/ : Man Doue, ned on ket dign ma teet davedon,
met lârit ur ger hepken hag e vo aesaet din.**

Komunion :

Ni Ho ador, Hosti sakret,	É sakrifis an oferenn,
C'hwi zo 'eidomp un Doue kuzhet,	Jezuz hor Salver a ziskenn,
Ennoc'h, Jezuz, dre garantez,	A renevez àr an aoter
Zo korf, eneañv, gwir den, gwir Doue.	Ar sakrifis ag ar C'halvar.
Ni Ho ador, Gwad presius,	Soñjomp get grad ha get respet
Diverret a vambrou Jezuz	É Basion hag er marv kalet
Aveit gwalc'hiñ hon eneoù	En deus gouzañvet Jezuz
Kousiet dre hor pec'hedoù.	'Eit hol lakaat da vout eürus.

'Cit kloziñ an oferenn :

Ar beleg : An Aotrou Doue genoc'h : **R/ : Ha get ho spered !**
Ar beleg : Doue hollgelloudek d'ho pennigiñ :
An Tad, ar Mab hag ar Spered Santel. **R/ : Amen !**
Ar beleg : Kerzhit e peoc'h hor Salver : **R/ : Bennozh da Zoue !**

Kan-dibenn :

Ni ho salud get karantez,	Benniget eo ivez Jezuz
Rouanez ar Sent hag an Aelez !	Ar frouezh a ho korf presius,
C' hwi a zo benniget, Ô pia !	Mammenn a santelezh, Ô pia !
Hag a c'hrasoù karget : Ave Maria !	Hag a salvedigezh : Ave Maria !
Plijet geneoc'h, Mamm a zouster,	
P'arrivo hon diwezhañ eur,	
Aveidomp get Jezuz, Ô pia !	
Goulenn ur marv eürus : Ave Maria !	

Kan digor :

Ô Mamm a garantez, pedit 'eidomp, pedit!
Ni zo ho pugale ha c'hwi hor Mamm garet.
1 Pedomp, pobloù kristen, ar Werc'hez benniget,
Rak bepred he fedenn get Doue zo selaouet.
2 Hi zo advokadez pep unan dirak Doue ;
Hi zo trezolez ar madoù ag an neañv.
3 Dre he daouarn e ta holl grasoù hor Salver ;
Àr he goulenn e ro sekour da bep dober.

Salud d'ar bobl :

*Ar beleg : Gras hor Salver Jezuz-Krist, karantez Doue an Tad
hag unaniezh ar Spered Santel, ra vint genoc'h-holl :*
Respont : Ha get ho spered !

Kyrie (Berthier)

Gloria : Gloar da Zoue e lein an neañv,

Ha peoc'h àr an douar, d'an dud karet getañ ; Ho meuliñ a reomp. Ho trugarekaat a reomp. Hoc'h azeuliñ a reomp. Enor deoc'h a ganomp ha mil bennozh aveit ho kloar hep par.

Aotrou Doue, Roue an neañv, Doue an Tad holl-gellougek. Aotrou, Mab unganet, Salver Jezuz. Aotrou ha Doue, Oan Doue, Mab an Tad. C'hwi hag a lamm pec'hed ar bed, ho pet truez doc'homp. C'hwi hag a lamm pec'hed ar bed, degemerit hor pedenn. C'hwi hag a zo azezet en tu dehoù d'an Tad, ho pet truez doc'homp.

Rak C'hwi hepken a zo santel. C'hwi hepken a zo Mestr. C'hwi hepken a zo uhelmeurbet, Salver Jezuz, Get ar Spered Santel, e gloar Doue an Tad. Amen !

Lennadenn getañ : Lennadenn tennet a levr Izaia

Kanal a rin d'am c'hariad kanenn e garantez evit e winienn : Ur winienn en devoe ma c'hariad àr un dorgenn strujus ; cheñchet en devoe tu d'an douar hag he diveignet, kent lakaat enni plant ag an dibab ; savet un tour en he c'hreiz, toullet ivez ur waskerell. Hag engortoz e oa a eostiñ rezin mat : Hi avat ne roas ken nemet frouezh koudask. Bremañ, enta, tud Jeruzalem, ha c'hwi, tud Juda, barnit, me ho ped, etre ma winienn ha me ! Petra, en tu-all d'ar pezh am eus graet eviti, am behe gallet gober c'hoazh 'vit ma gwinienn ? Perak, pa oan engortoz he devehe douget frouezh mat, n'he deus douget ken nemet rezin koudask ? Hama, bremañ e lârin deoc'h ar pezh a rin-me d'am gwinienn : Lemel a rin ar c'hloz en-dro dezhi evit ma vo peuret d'al loened, diskar a rin ar vur evit ma vo mac'het dindan an treid, ul lec'h da bouez

a rin anezhi, lec'h na vo mui na bennet na c'hwennet. Me a savo àrni drein ha spern ; ha d'ar c'houmoul e c'hourc'hennin chom hep teurel o glav àrni. Rak gwinienn an Aotrou hollc'halloudek eo ti Israel, hag e blantenn garet eo gwazed Juda. Engortoz e oa a reizhder ha setu lazherezh ; engortoz e oa a justis ha setu kriadennoù a anken.

Setu komz an Aotrou Doue : **Bennozh da Zoue !**

Psalm 79 : Gwinienn an Aotrou eo tiegezh Israel.

Ur winienn ho poa tennet gwezharal a vro Egipt,
ha skarzhet ho poa ar broadoù evit he flantiñ.
Astenn a rae betek ar mor he barroù,
ha betek ar stêr he brousoù.

Perak ho peus distrujet he magoar,
ken e skrap diàrni holl ar re a dremen ?
Mar bez dismantret get hoc'h gouez ar c'hoadoù,
ha ma lonk doc'hti loened ar maezoù ?

Doue ar galloudoù, distroit,
A lein en Neañv sellit ha dait d'ober ur gwell d'ar winienn-se.
Hag he diwallit, hi hag a oa bet plantet get ho torn dehoù,
ar mab ho peus kennerzhet evidoc'h.
Pellaat a zoc'hoc'h ne faot deomp birviken,
roit buhez deomp en-dro hag e kanmeulimp hoc'h anv.
Aotrou Doue ar galloudoù, adsavit ac'hanomp
lakait sklerijenn ho fas da splanniñ àrnomp, ha salvet e vimp.

Èil lennadenn : Pennad tennet a lizher an Abostol Paol d'ar Filipiz

Ma breuder : Na vezit ket nec'het get netra. Met e pep degouezh, dre ar bedenn hag an aspedenn, en ur rentiñ grasoù, lakait ho koulennoù da sevel dirak Doue. Ha peoc'h Doue, hag a zo dreist da bep skiant kompren, d'ho miro, kalon hag ene, er C'hrist Jezus.

A hend-arall, ma breuder, ar pezh a zo gwir, uhel, leal, ar pezh a zo glan, a vrud vat, delezek a vout karet, ar pezh a zo vertuzus ha mat da vout meulet, kement-se holl dalc'hit kont anezhañ. Ar pezh ho peus desket, resevet, klevet ha gwelet genin, grit-eñ ; hag an Doue a beoc'h a vo geneoc'h.

Setu komz an Aotrou Doue : **Bennozh da Zoue !**

Allelouia :

Ar beleg : *An Aotrou Doue genoc'h* : **Ha get ho spered.**

Ar beleg : *Lennadenn ag an Aviel santel hervez St Mazhev.*

Ar bobl : **Gloar deoc'h-Chwi, ô Aotrou Krist !**

Aviel : Pennad tennet ag aviel Sant Vazhev

En amzer-se a lâre Jezuz d'ar Veleien-Vras ha da bennoù bras ar bobl : «Selaouit ur barabolenn arall. Bez oa un den, ur penn-tiegezh, hag a blantas ur winieg ; eñ a savas ur garzh en-dro dezhi, a doullas enni ur waskell, a savas enni un tour ; ha goude bout he feurmet da winierion, eñ a yas kuit d'an estrenvro.

Pa zas amzer ar vendem e kasas e serviterion d'ar winieg evit resev ar frouezh diàrnezh. Ar winerion avat a grogas er serviterion, a skoas get unan anezhe, a

lazhas un arall, a droc'has àr un trivet a daoloù mein. Eñ aet ha kas arre serviterion arall, niverusoc'h aveit ar wezh kentañ ; hag e voe graet hañval dezhe. En diwezh e kasas dezhe e Vab en ul lâret : Doujañs o do evit ma Mab. Met ar winierion, pa welazont ar Mab, en em lâras an eil d'egile : Heman eo ar sursitour. Daomp, lazomp-eñ, hag e vo deomp an heritaj. Setu ma krogazont ennañ, ma en taolazont er-maez ag ar winieg ha ma el lazazont. Ha bremañ, pa zay en-dro mestr ar winieg, petra a ray-eñ d'ar winierion-se?» Respont a razont : «Lakaat a ray an dud euzhus-se da vervel euzhus, ha eñ a feurmo ar winieg da winierion-all a roay dezhañ ar frouezh anezhi a pa vo daet ar c'houlz». Jezus a lâras dezhe : «Biskoazh n'ho peus lennet er Skriturioù : Ar maen bet lezet a kostez get saverion an ti, hennezh a zo aet d'ober penn-uhel ar c'horn ; an Aotrou eo en deus graet an dra-se, burzhud d'an daoulagad ! Setu perak e lâran deoc'h e vo lamet geneoc'h rouantelezh an Neañv ha roet e vo d'ur bobl arall hag a ray dezhi dougen frouezh.

En dibenn : ar beleg : Setu Komz an Aotrou :

R/ : Meuleudi deoc'h, ô Aotrou Krist !

Kredo : Me 'gred e Doue, an Tad hollgelloudek, Kroueour an neañv hag an douar, hag e Jezuz-Krist, e Vab unganet, hon Aotrou, a zo bet koñsevet dre nerzh ar Spered Santel, ganet ag ar Werc'hez Vari, en deus gouzañvet dindan Poñs Pilat, a zo bet staget doc'h ar groaz, marvet ha bet lakaet er bez, diskennet d'an ifernioù, daet a varv da vev an drivet deiz, pignet d'an neañv, hag azezet en tu dehoù an Tad, a-eno e tay da varn ar re vev hag ar re varv.

Me 'gred er Spered Santel, en Iliz santel katolik, e kumunded ar Sent, e pardon ar pec'hedoù, e adsav ar re varv, er vuhez peurbadus. Amen !

Pedenn hollbedel :

Aotrou Doue, ô Tad Santel, selaouit hor pedenn !

Lid ar profoù : ar beleg : *Pedit, mam breudeur, ma plijo get Doue an Tad hollgelloudek degemer ma sakrifis a zo ivez ho hani-c'hwi :*

R/ : Plijet get Doue en degemer ag ho taouarn, aveit e c'hloar hag e veuleudi, aveit hor mad-ni hag hani an Iliz.

Prefas :

Ar beleg : *An Aotrou Doue genoc'h :*

R/ : Ha get ho spered !

Ar beleg : *Hor c'halon d'an uhel :*

R/ : Emañ troet trema Doue !

Ar beleg : *Trugarekaomp hon Aotrou Doue :*

R/ : Just ha santel eo !

Santel :

Santel ! Santel ! Santel ! An Aotrou Doue, Mestr ar bed !

Lan eo get ho kloar an neañv hag an douar : **Hosanna e lein an ne !**

Ra vo benniget an hani az a e anv an Aotrou Doue : **Hosanna e lein an ne !**

Gorreoù : Ra vo meulet !

Hon Tad :

hag a zo en neañv, hoc'h anv ra vo santelaet,

Ho rouantelezh degaset deomp,

Ho vennantez ra vo graet àr an douar 'vel an neañv.